

Skol Diwan Sant-Brieg

Reolennaoueg diabarzh / règlement intérieur

Karta Diwan / charte de Diwan



KARTA DIWAN

1. Digor eo ar gevredigezh Diwan d'an holl familhoù a fell dezho reiñ un deskadurezh e brezhoneg d'o bugale, hep diforc'h sokiomichereh, prederouriezhel pe bolitikel. Digoust ha digor d'an holl eo ar skolioù.

2. Bez'ez eus eus Diwan abalamour da vankoù an Deskadurezh Stad na ro ket e blas d'ar brezhoneg; goulenn a ra groñs Diwan ma vo kemeret e karg he skolioù en ur servij deskadurezh publik demokratel ha renevezet e Breizh, a aotreo implij ar brezhoneg evel yezh kevredigezhel eus ar skolioù-mamm betek ar skolioù-meur en holl domanioù ar c'heleñn.

3. Distag eo Diwan diouzh pep aozadur prederouriezhel, politikel, sindikadel, h.a. Rak-se ec'h embann Diwan e c'houlenn groñs he stourm ma vo doujet da gredennoù relijiel, prederouriezhel pe politikel he holl izili forzh pere a vefent gant ma ne vint ket kontrol da Zisklêriadur Hollvedel Gwirioù Mab-den. An habaskter hollret-mañ a gas Diwan da zifenn ha da vroudañ al laikelezh en he c'heleñnadurezh ha dont da c'hred da frankiz soñjal pep hini.

4. Diwan a laka e plas ur c'heleñn demokratel o kenlabourat a-zevri gant ar gerent, ar strollegezhioù lec'hel hag ar gelennerien. Goulenn a ra Diwan digant tud ar vugale krouiñ e-touez an tiegezh un aergelc'h emsav a-benn reiñ d'ar brezhoneg e blas en o buhez pemdez.

5. Gouestlañ a ra Diwan broudañ implij ar brezhoneg d'an holl liveoù e diabarzh ar gevredigezh; Eus un tu all e kas Diwan war-raok un diorroadur sevenadurel e brezhoneg a ro da bep bugel ar muiañ a gartennoù-trec'h evit sevel e-unan e zazont had a ro an tu da vugale Breizh da gemer e karg o endro naturel, sokial hag armerzhel.

6. Disklêriañ a ra Diwan bezañ a-enep pep unneuziadur yezhel, bezañ stag ouzh ar stummoù disheñvel a eztaoladoù sevenadurel, hag embann a ra n'eus nemet o c'henklokauster a zegas unaniezh ha kenbinvidigezh stroll. Ar brezhoneg kelennet e skolioù-mamm Diwan zo an hini implijet en o endro douaroniezhel ha denel.

7. A-du gant gwirioù dilammadus ar pobloù d'en em ezteurel dre o sevenadur dezho o-unan e c'halv Diwan kement hinienn zo

CHARTRE DE DIWAN

1. L'association Diwan est ouverte à toutes les familles désirant assurer une éducation de leurs enfants en langue bretonne, sans distinction socio-professionnelle, philosophique ou politique. Les écoles sont gratuites et ouvertes à tous.

2. Diwan existe du fait des carences d'une Education Nationale ne donnant pas sa place à la langue bretonne, mais réclame la prise en charge de ses écoles dans un service public d'enseignement démocratique et rénové en Bretagne, permettant l'utilisation du breton comme langue véhiculaire de la maternelle à l'université dans tous les domaines de l'enseignement.

3. Diwan est indépendant par rapport à toute formation philosophique, confessionnelle, politique, syndicale, etc. En conséquence, Diwan affirme que son combat exige que soient respectées les convictions religieuses, philosophiques ou politiques de tous ses membres, quel que soit l'éventail de celles-ci et tant qu'elles ne sont pas contraires à la Déclaration Universelle des Droits de l'homme. Cette indispensable tolérance conduit Diwan à défendre la laïcité dans son enseignement et à se porter garant de la liberté de pensée de chaque personne.

4. Diwan instaure un enseignement démocratique avec la collaboration effective des parents, des collectivités locales et des enseignants. Diwan demande aux parents de créer au sein de la famille, un climat propice à l'expression en langue bretonne dans la vie quotidienne.

5. Diwan s'engage à promouvoir l'usage du breton au sein de l'association à tous les niveaux; par ailleurs, Diwan promeut un développement culturel en langue bretonne donnant à chaque enfant le maximum d'atouts pour forger lui-même son avenir et permettant aux enfants de Bretagne de prendre en charge leur environnement naturel, social et économique.

6. Diwan déclare son hostilité à toute uniformisation linguistique et est attachée aux diverses formes d'expression culturelle, affirmant que seul leur complémentarité est source d'unité, d'enrichissement mutuel et collectif. Le breton enseigné dans les écoles maternelles Diwan est celui utilisé dans leur

tomm ouzh an demokratelezh, an aozadurioù sevenadurel breizhek, an aozadurioù sindikadel, re ar gelennerien peurgetket, da stourm a-gevret ganti evit muioc'h a justis hag a-enep pep furn a vac'homerezh sevenadurel.

8. Diskleriañ a ra Diwan bezañ kengred gant an holl bobloù a stourm evit o fersoned sevenadurel, lakaet e-barzh al labourererien enbroet, hag e embann e talvez o liesseurtegezh da binvidikaat glad mab-den.

environnement géographique et humain.

7. Conformément aux droits inaliénables des peuples à s'exprimer par leur propre culture, Diwan appelle toutes les personnes éprises de démocratie, les organisations culturelles bretonnes, les organisations syndicales notamment d'enseignants, à lutter avec elle pour plus de justice et contre toutes les formes de domination culturelle.

8. Diwan se déclare solidaire de tous les peuples qui luttent pour leur identité culturelle, en y insérant les travailleurs immigrés, affirmant que leur diversité concourt à enrichir le patrimoine humain.

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ECOLE DIWAN DE SAINT-BRIEUC

PREAMBULE

Le règlement intérieur a pour but d'assurer le bon fonctionnement de l'école et la sécurité des personnes qui y vivent.

Les dispositions sont adaptées et appliquées de manière concertée par le Conseil des Maîtres et le Conseil d'école.

Le règlement intérieur ne reprend pas les dispositions de la charte de DIWAN, document fondamental de l'association supposé connu et accepté de tous, notamment en ce qui concerne ses articles 3 et 4.

L'école n'est pas seulement un lieu d'instruction mais aussi un lieu d'éducation et de socialisation. Le Règlement Intérieur est donc conçu pour faciliter l'apprentissage par l'enfant de la vie collective.

La connaissance et le respect de ces quelques règles doivent permettre de créer une ambiance propice au mieux être et au travail de chacun tout en facilitant la tâche de tous.

I. Admission et inscription

1.1 ADMISSION A L'ECOLE MATERNELLE

Les enfants, qu'ils connaissent la langue bretonne ou non, sont admis et inscrits par le directeur, dès l'âge de 2 ans, sur présentation du livret de famille ou d'une fiche d'Etat-civil ainsi que d'une attestation de vaccinations obligatoires.

Leur état de santé et de maturation physiologique et psychologique doit être compatible avec la vie collective en milieu scolaire.

REOLENNAOUEG DIABARZH SKOL DIWAN SANT-BRIEG

KENTSKRID

Pal ar Reolennaoueg Diabarzh zo gwarantiñ mont en-dro ar skol ha surentez an dud a vev enni.

Reizhet e vez hec'h erbedoù ha lakaet e vezont da dalvezout gant Kuzul ar Vistri ha Kuzul ar Skol a-gevret.

Ne vo ket kavet er Reolennaoueg Diabarzh erbedoù Karta Diwan, skrid diazez ar Gevredigezh a zle bout anavezet ha asantet gant an holl, ar pezh a sell ouzh ar melladoù 3 ha 4 pergen.

N'eo ket ar skol ul lec'h kelennadurezh hepken, met ul lec'h deskadurezh eo ivez. Savet eo bet neuze ar Reolennaoueg diabarzh evit ma vefe aesoc'h d'ar vugale deskiñ bevañ a-stroll.

Anavezout ar reolennoù-man ha doujañ dezhe a zle reiñ tu da amparañ ur spered mat da vevañ gwelloc'h ha da aesaat labour pep hini.

I. Degemer hag enskrivañ

1.1 DEGEMER ER SKOL-VAMM

Ar vugale, brezhonegerien pe get, a vez degemeret hag enskrivet gant ar rener, adalek an oad a 2 vloaz, diwar ditour al levrig-tiegezh pe fichenn marilh ar boblañs ha testenì ar brec'hidigezhioù ret.

0 yec'hed hag o diorroadur bevedel ha bredel a zle klotañ gant ar vuhez a-stroll e metoù ar skol.

1.2 ADMISSION A L'ECOLE ELEMENTAIRE

Les enfants de 6 ans révolus au 31 décembre de l'année en cours et les enfants ayant au moins 5 ans au 1er septembre de la même année et bénéficiant d'un avis favorable du Conseil de Cycle sont admis et inscrits par le directeur à la rentrée scolaire, s'ils ont un niveau en langue bretonne compatible avec les premiers apprentissages de l'école élémentaire.

1.3 CHANGEMENT D'ECOLE

En cas de changement d'école, un certificat de radiation émanant de l'école d'origine doit être présenté.

1.4 ADHESION DES FAMILLES AU PROJET DIWAN

Lors de l'inscription sont remis à la famille :

1.2 DEGEMER ER SKOL KENTAÑ DEREZ

Ar vugale 6 vloaz forniz d'an 31 a viz Kerzu er bloavezh o ren hag ar vugale pemp bloaz d'an nebeutañ d'an 1 a viz Gwengolo er memes bloavezh ha roet dezhe ali a-du Kuzul ar C'helc'hiad a vez degemeret hag enskrivet en distro-skol gant ar rener m'o devez ul live brezhoneg a glot gant ar gelennadurezh roet er skol kentañ derez.

1.3 CHEÑCH SKOL

Evit cheñch skol e tleer reiñ un testenì dizen-rollañ o tont eus ar skol orin.

1.4 ENGOUESTL AR FAMILHOÙ E AMBOAZ DIWAN

- la Charte de DIWAN,
- le règlement intérieur de l'école, afin qu'elle puisse y adhérer en toute connaissance de cause.

II. Ouverture, horaires, fréquentation scolaire

2.1 JOURS D'OUVERTURE

Les dates des vacances scolaires sont celles fixées par le ministère de l'Education Nationale, pour l'Académie de Rennes. Le directeur procède à leur affichage.

Le directeur informe au moins une semaine à l'avance les familles concernées de la fermeture pour une journée ou d'une demi-journée d'une classe :

- entraînée par la tenue d'une réunion pédagogique,
- en cas de congé exceptionnel.

Da vare an enskrivadur e vez roet d'ar familh :

- Karta DIWAN,
- reolennoeg diabarzh. ar skol, a-benn ma c'hellfe asantiñ dezhe a rat vat.

II. Deizioù hag eurioù digeriñ, darempred iñ ar skol

2.1 DEIZIOÙ DIGERIÑ

Deziadoù ar vakansoù-skol eo ar re merket gant ministrezh an Deskadurezh Stad evit Akademiezh Roazhon. Skritlet e vezont gant ar rener.

Kemenn a ra ar rener, ur sizhunvezh en a-raok d'an nebeutañ, d'ar familhoù. a vern dezhe, e vo serret ar c'hlas e-pad un devezh pe un hanterdevezh :

- en abeg d'un emvod kelenn,
- en abeg da forzh peseurt devezh vak divoutin all.

2.2 HORAIRES

Horaires d'ouverture de l'école

le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 18h45.

Horaires de classe

Pour les maternelles : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h10 à 16h30.

Pour les primaires : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h50 et de 13h30 à 16h30.

Dans le cadre d'activité particulière, ces horaires peuvent être ponctuellement modifiés.

Les parents seront avisés en temps utile par le maître.

2.3 FREQUENTATION

- En école maternelle

L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement pour la famille d'une fréquentation régulière, souhaitable pour le développement de la personnalité de l'enfant et l'efficacité du bain linguistique, et le préparant ainsi à recevoir la formation donnée par l'école élémentaire.

- En école élémentaire et grande section.

La fréquentation régulière de l'école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

2.4 ABSENCES

Les absences en écoles maternelles et en école élémentaire, sont consignées pour chaque demi-journée dans un registre spécial tenu par le maître.

A l'école élémentaire, toute absence doit être ponctuelle et motivée : dans tous les cas, la famille en avisera le maître, oralement ou par téléphone, le plus rapidement possible.

- Absence d'une journée : l'enfant retourne le lendemain à l'école avec une explication écrite de ses parents.
- Absence supérieure à un jour : les parents font parvenir une explication écrite au maître, en joignant, le cas échéant, un certificat médical.
- Absence projetée : la demande préalable doit être faite par

2.2 EURIOÙ

Eurioù digeriñ ar skol

d'al lun, meurzh, yaou ha gwener eus 7e30 da 6e45 noz.

Eurioù klas

d'al lun, meurzh, yaou ha gwener eus 8e30 da 11e30 eus 1e30 gaude merenn da 4e30.

Evit obererezhioù dibar e vo tu da gemm an eurioù-man.

Kelaouet e vo tud ar vugale e koulz gant ar mestr.

2.3 DAREMPRED

- Er skol vamm

Enskrivadur ur bugel er skol-vamm a dalv kement hag engouestl e familh e vo darempredet ar skol ingal evit diorroadur personelezh ar bugel hag efedusted ar soubidigezh er yezh o prientiñ anezhañ da zegemer ar stummadur roet er skol kentañ derez.

- Er skol kentañ derez ha re vras skol-vamm

Ret eo daremprediñ ingal ar skol kentañ derez diouzh al lezennoù hag ar reolennoù o ren.

2.4 EZVEZAÑSOÙ

Pep ezvezañs er skol-vamm hag er skol kentan derez a vez merket evit pep penn-devezh en ur c'haier a-ratozh dalc'het gant ar mestr.

Er skol kentañ derez e tleo pep ezvezañs bout divoaz hag abeg : e pep degouezh vo kelaouet ar mestr dre gomz pe dre bellgomz an abretañ ar gwellañ.

- Ezvezañs un devezh :

distreiñ a ray ar bugel d'ar skol antronoz un displegadenn dre

<p>écrit au maître.</p>	<p>skrid gantañ a-berzh e dud.</p> <p>- <u>Ezvezañs ouzhpenn un devezh</u>: kas a ra tud ar bugel un displegadenn dre skrid d'ar mestr ha diouzh an degouezh testeni ar medisin.</p> <p>- <u>Ezvezañs raktreset</u> : dre skrid e rank ar gouleñn bout graet en a-raok ouzh ar mestr.</p>
<p><u>2.5 RETARDS</u></p> <p>- <u>En école maternelle</u> 1 petite et moyenne section Pour l'efficacité du travail pédagogique, il est demandé aux parents de maternelle d'amener leurs enfants avant 8h45.</p> <p>- <u>En école élémentaire</u> : Les retards seront exceptionnels et motivés sérieusement par écrit.</p> <p>Si les retards sont coutumiers, le maître se met en rapport avec la famille afin de résoudre ce problème.</p> <p><u>2.6 DEPART ANTICIPE EXCEPTIONNEL OU ABSENCE EN COURS DE JOURNEE</u></p> <p>Les parents doivent venir jusqu'à la classe chercher leurs enfants si celui-ci doit quitter l'école en cours de journée. Ils remettront au maître une décharge écrite précisant que l'élève n'est plus sous sa responsabilité.</p> <p>III. Vie scolaire</p> <p>Tout sera fait pour que l'enfant se développe harmonieusement au milieu de ses camarades. Ainsi il ne pourra être infligé de sanction humiliante ou dégradante à l'enfant.</p> <p>Cependant, il peut être séparé des autres enfants. pendant une brève période afin de revenir à un comportement compatible avec la vie en groupe. Il ne peut alors être laissé seul.</p> <p>Des réprimandes peuvent être adressées à un enfant désobéissant au règlement. Ces réprimandes peuvent être communiquées à la famille.</p> <p>Les maîtres et le personnel non-enseignant s'interdisent toute attitude, geste ou parole contraire au respect dû à chaque enfant et à sa famille.</p> <p>L'élève et sa famille ne peuvent avoir d'attitudes, de gestes ou de paroles contraires au respect dû aux maîtres et personnel non-enseignant dans leur travail et en tant que personne.</p>	<p><u>2.5 DALEOÙ</u></p> <p>- <u>Er skol-vamm</u> : (ar re vihan ha 'r re grenn) Evit efedusted al labour kelenn e vez erbedet da gerent ar skol -vamm da gas o bugale a-raok 8 e 45.</p> <p>- <u>Er skol kentañ derez</u> : Divoaz e vo an daleoù hag abeged a-zevri dre skrid.</p> <p>Mar deu ur bugel ingal gant dale e yelo ar mestr e darempred gant e dud evit diluziañ ar gudenn.</p> <p><u>2.6 MONT KUIT DIVOAZ A-RAOK AN EUR PE EZVEZAÑS E-KERZ AN DEVEZH</u></p> <p>Ret eo d'an dud dont betek ar c'hlas da gere'hat o bugel ma rank hemañ kuitaat ar skol e-kerz an devezh. Reiñ a raint d'ar mestr un diskarg dre skrid o resisaat ne vo ket ar skoliad dindan e atebegezh ken.</p> <p>III. Ar vuhez er skol</p> <p>Graet e vo kement ha ma vo gallet evit ma tiorrofe brav ar bugel e-touez ar re all. Dre se ne vo ket roet pinijenoù mezhekaüs pe dismegañsus d'ar bugel.</p> <p>Dispartiet e vo, koulskoude, diouzh ar vugale all, e-pad ur prantad berr, betek ma teuy da gaout un emzalc'h a gloto gwelloc'h gant ar vuhez er strollad. Ne vo ket laosket neuze e-unan-penn.</p> <p>Tu a zo da c'hourdrouz ur bugel disant ouzh ar Reolennoeg. Diouzh an degouezh e vo kemennet ar rebechoù d'e familh.</p> <p>Ar gelennerien hag an implijidi all a viro da gaout emzalc'h ebet, d'ober jestr ebet pe da zistagañ komz ebet a-enep d'an doujañs dleet da bep bugel ha d'e familh.</p> <p>Nag ar skoliad nag e familh n'o deus gwir kennebeut da gaout emzalc'h ebet, d'ober jestr ebet pe da zistagañ komz ebet a-enep d'an doujañs dleet d'ar gelennerien pe d'an implijidi all en o labour pe evel tud.</p>
<p>Aucun différend entre enseignants et parents, ni aucun</p>	<p>Dizemglev ebet etre kelennerien ha kerent nag etre tiegezhioù</p>

différend entre familles ne doit être évoqué en présence des enfants.

Il est interdit de frapper un enfant d'aucune manière.

Le maître doit exiger, en école élémentaire, que l'enfant travaille, et en cas de travail insuffisant, décider des mesures appropriées.

En école maternelle, quand le comportement d'un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l'examen du Conseil des Maîtres.

Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l'élève en milieu scolaire, et s'il apparaît après une période probatoire d'un mois, qu'aucune amélioration n'a pu être apportée au comportement de l'enfant, une procédure disciplinaire pourra être envisagée.

Celle-ci comportera obligatoirement trois phases:

–un entretien préalable entre

l'instituteur, l'enfant et éventuellement les tiers concernés (une aide-maternelle par exemple).

Celui-ci comprendra un exposé objectif des faits et une information quant à la suite possible de, la procédure,

–un entretien avec l'instituteur, l'enfant et un responsable légal de l'enfant (si possible, les deux). Une convocation, écrite, sera adressée, soit par lettre remise en mains propres, soit par courrier. L'entretien donnera lieu à une notification précisant les problèmes rencontrés, les solutions envisagées pour les résoudre (suivi psychologique) et les sanctions applicables en cas de poursuite de difficultés,

–une sanction disciplinaire : une décision d'éviction d'une journée, puis d'une semaine, puis définitive pourra être prise par l'Inspecteur, sur proposition du directeur, après avis du Conseil des Maîtres.

ne zle bout meneget dirak ar vugale.

Difennet eo skeiñ gant ur bugel e mod ebet.

Dleet eo d'ar mestr, er c'hentañ derez, goulenn groñs e labourfe ar bugel, ha ma vez labourer re nebeut gantañ, kemer an diarbennoù rekis.

Er skol-vamm, pa vez gwall drubuilhet e-pad pell mont en-dro ar c'hlasad gant emzalc'h ur bugel a ziskouez anat un diazasted ouzh metoù ar skol, e tle e zoare bout dielfennet gant Kuzul ar Vistri.

Pa vez diaezamantoù grevus-tre o tont anat gant emzalc'h ur bugel e metoù ar skol ha ma vez gwelet, goude ur prantad-amprouiñ miz, n'eus bet degaset gwellaenn ebet e emzalc'h ar bugel-se, un ergerzhadur reoliañ a c'hello bout kaset en-dro. Tri frantad a vo ennañ dre ret :

- un diviz da gentañ penn etre ar skolaer, ar bugel ha diouzh ma vo ezhomm, an dud a vern dezhe (ur skoazerellez da skouer). Ennañ e vo danevellet ar fedoù ha kemennet heuliadenn bosubl an ergerzhadur ;

- un diviz etre ar skolaer, ar bugel hag un den e karg anezhañ e-keñver lezenn (an daou mar bez tu). Ur bedadenn dre skrid a vo roet d'an dud pe kaset dre ar post. Disoc'hañ a ray an diviz-mañ gant ur skrid o resisaat ar c'hudennoù a zo savet, an diskoulmoù raktreset evit diluzian anezhe (harp bredoniel...) hag ar c'hastizoù emeur e soñj lakaat e pleustr ma kendalc'h an diaezamantoù ;

- ur c'hastiz reoliek : un diviz skarzhan un devezh da gentan, ur sizhunvezh da c'houde, ha da vat a vo tu d'an Enseller kemer, diwar kinnig ar rener, da heul ali Kuzul ar Vistri.

IV Usage des locaux, hygiène et sécurité

4.1 USAGE DES LOCAUX

L'utilisation des locaux est sous la responsabilité du directeur de l'école. L'utilisation extra-scolaire des locaux nécessite l'autorisation conjointe du directeur et du maître concerné, par le biais d'une convention.

4.2 SECURITE

Des exercices de sécurité seront pratiqués à l'école avec les enfants.

Lorsqu'un enfant se blesse, le maître doit en être immédiatement avisé.

Les enfants doivent prendre soin de l'ensemble du matériel qui leur est confié. Leurs parents sont tenus responsables des dégâts occasionnés et doivent remettre les lieux en état et remplacer les objets détériorés.

Assurance : Les familles doivent être assurées pour tous les risques ainsi que pour leur responsabilité civile. Si elles

IV Implij al lec'h, yec'hedouriezh ha surentez

4.1 IMPLIJ AL LEC'H

Dindan atebegzh rener ar skol emañ implij al lec'h. Er-maez eus an amzer-skol e vo ret evit implij anezhañ kaout aotre ar rener hag asant ar vistri all evit o c'hlas, dre ur skrid-emglev.

4.2 SURENTEZ

Pleustradegoù surentez a vo graet er skol gant ar vugale.

Pa vez gloazet ur bugel e rankor kelaouiñ ar mestr raktal.

Rankout a ra ar vugale kaout damant d'an holl zafar a vez fiziet enne. Kiriek e vo o zud eus kement distruj a vo bet graet hag e tleint lakaat pep tra e stad vat en-dro ha lakaat traoù nevez e-lec'h ar re a vo bet freuzet.

Asurañs : Ar familhoù o deus da vout asuret ouzh pep gwall hag evit o atebegzh lezennel. Ma choazont un asurañs disheñvel diouzh an hini kinniget gant Diwan Breizh e tleint reiñ un testeni a-berzh o asurer bep bloaz.

choisissent une assurance différente de celle proposée par Diwan Breizh, elles doivent fournir, chaque année, une attestation par leur assureur.

4.3 HYGIENE

Il sera affiché un emploi du temps concernant le nettoyage de l'école.

A l'école maternelle et l'école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien. Les enfants sont, en outre encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l'ordre et de l'hygiène.

4.3 YEC'HEDOURIEZH

Skritellet e vo un implij amzer o kenurzhañ an naetaat er skol. Er skol-vamm hag er skol kentañ-derez e vo naetaet ar salioù bemdez. Broudet e vo ar vugale gant o mestr da gempenn o c'hlas ha d'e zerc'hel bemdez e-ratre.

V. Surveillance

5.1 DISPOSITIONS GENERALES

La surveillance doit être continue et la sécurité assurée, quelque soit la disposition et l'état des lieux et les activités proposées.

5.2 REPARTITION DU SERVICE DE SURVEILLANCE.

La surveillance à l'accueil (10 minutes avant l'entrée en classe), à la sortie et pendant les récréations est répartie entre les maîtres en Conseil des Maîtres. Un tableau est établi et affiché.

5.3 ACCUEIL ET REMISE DES ENFANTS. AUX FAMILLES

Les maîtres et les personnes employées par l'AEP ne peuvent remettre les enfants qu'à leurs parents ou aux personnes mandatées par écrit par ces derniers.

Enfant non accompagné : un enfant de primaire peut quitter l'école non accompagné à condition que ses parents aient fourni une autorisation écrite aux directeur. En aucun cas un enfant de maternelle ne pourra quitter l'école non accompagné.

Les parents ou tuteurs légaux peuvent mandater toute autre personne, même mineur (sauf un enfant de maternelle), pour accompagner leur enfant. Un mandat signé sera remis au directeur.

En maternelle, les parents confieront leur enfant au maître dans sa classe. De même, à la sortie, les parents viendront chercher leur enfant dans sa classe. Aucun enfant ne devra quitter l'école sans que son maître n'en soit averti.

La fiche médicale confidentielle, établie lors de l'inscription de l'enfant, fait apparaître tout ce qui concerne sa santé :

- allergies, problèmes médicaux et chirurgicaux,
- médicaments accompagnés d'une posologie,
- traitements.

En cas de pédiculose (poux) ou d'état fiévreux, le maître sera prévenu sans délai.

Un enfant contagieux ou hôte de parasites doit être maintenu à la maison, jusqu'à guérison complète.

V. Eveshaerezh

5.1 ERBEDOÙ HOLLEK

Dizehan e ranko bout an eveshaerezh ha gwarantet ar surentez ne vern peseurt stumm pe stad a vez gant al lec'h ha ne vern peseurt obererezh a vez kinniget.

5.2 DASPARZH AR SERVIJ EVESHAAT

Lodennet e vez an eveshaerezh er prantad degemer (10 munud a-raok mont er c'hlas), er prantad mont er-maez hag e-pad an ehanoù etre ar vistri en o C'huzul. Savet e vez un daolenn a vez skritellet.

5.3 DEGEMER AR VUGALE HA DASKOR ANEZHE D'O FAMILH

Ne c'hello ar vistri nag an dud implijet gant ar KDP daskor ar vugale nemet d'o zud pe da dud o defe roet kemenn dezhe dre skrid.

Bugel diambroug : tu a zo d'ur bugel eus ar c'hentañ derez kuitaat ar skol diambroug gant ma vo bet roet un aotre dre skrid d'ar rener. E mod ebet ne c'hello ur bugel eus ar skol-vamm kuitaat ar skol diambroug.

Tud ar bugel pe e warded a c'hell reiñ kemenn d'un den all minor zoken (nemet ur bugel skol-vamm), evit ambroug anezhañ. Roet e vo ur c'hemenn sinet d'ar rener.

Er skol-vamm, ar vugale 'vo fiziet d'o skolaer en e gl'as. War-lerc'h ar skol, e vo pedet an dud da zont da gerc'hat o bugale en o c' h'las .

Ned ay bugel ebet kuit eus ar skol anez kelaouiñ e skolaer.

Lakaet e vo anat war ar fichenn yec'hed dalc'het kuzh ouzh an diavaez kement a denn da yec'hed ar bugel

- alergiezhoù, kudennoù medisinel pe surjaniel,
- louzeier gante ar c'hementad da gemer,
- prederiadurioù.

Pa vo ur bugel gant al laou pe gant an derzhienn e vo kelaouet ar mestr hepdale.

Ur bugel gant ur c'hleñved stagus pe gant astuz pe gest a vo dalc'het er gêr betek na vo deuet pare en-dro.

<p>En cas de traitement médical, aucun médicament ne pourra être administré aux enfants sur le temps scolaire, ni laissé à la disposition de l'enfant.</p> <p>Dans les sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est notamment chargé de l'assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants.</p> <p>Les enfants se présenteront à l'école dans un état de propreté convenable et dans une tenue vestimentaire adaptée à la saison.</p> <p>De 12h30 à 13h30, les enfants de petite section de maternelle sont placés sous la responsabilité de l'ATSEM pour la sieste.</p> <p><u>5.4 RESPONSABILITE Avant 8h20 :</u></p> <p>L'enfant sera confié à la personne chargée de la garderie qui en sera responsable.</p> <p>Entre 8h20 et 8h30 :</p> <p>L'enfant sera confié au maître chargé de la surveillance des entrées. S'il n'est pas accompagné, il est sous la responsabilité de ce maître dès l'arrivée dans l'enceinte de l'école.</p> <p>A partir de 8h30 :</p> <p>L'enfant est confié au maître de sa classe et placé sous la responsabilité de ce dernier jusqu'à 11h30.</p> <p>A 11h30 :</p> <p>Les enfants demi-pensionnaires sont confiés à la personne en charge de la cantine. Les autres sont sous la responsabilité du maître chargé de la surveillance jusqu'à 11h40. Si à 11h40, personne n'est venu les chercher, ils sont placés sous la responsabilité de la personne chargée de la cantine,</p> <p>A la reprise des classes (13h30)</p> <p>Les demi-pensionnaires sont confiés à leur maître. Les externes qui arrivent à l'école entre 13h20 et 13h30 sont confiés au maître chargé de la surveillance et sont sous sa responsabilité</p>	<p>Ne vo roet louzoù d'ur bugel war an amzer-skol, na laosket remed en e zalc'h.</p> <p>Er c'hlasoù mamm ez eo karget an implijidi-kêr da skoazellañ ar vistri pa vez dav prederiañ ouzh korf ur bugel.</p> <p>En em gavout a ray ar vugale naet ha dilhad azas ouzh an hin en-dro dezhe er skol.</p> <p>Etre kreisteiz hanter hag 1 e 30, bugale hanter-vevet kevrennoù bihan ar skol-vamm a vez lakaet dindan atebegezh ar skoazellerezh-kêr evit an ec'hoaz.</p> <p><u>5.4 ATEBEGEZH A-raok 8e20</u></p> <p>Fiziet e vez ar bugel en den karget eus an diwallerezh,</p> <p>Etre 8e20 ha 8e30 :</p> <p>Fiziet e vez er mestr karget eus eveshaerezh ar mont e-barzh. Ma vez diambroug e vez dindan atebegezh ar mestr-se kerkent ha degouezhet er skol.</p> <p>Adalek 8e30 :</p> <p>Fiziet e vez ar bugel e mestr e glas ha lakaet dindan atebegezh hennezh betek 11e30.</p> <p>Da 11e30 :</p> <p>Ar vugale hanter-vevet a vez fiziet en den e karg eus ar predva. Ar re all a vez dindan atebegezh ar mestr karget da eveshaat anezhe betek 11e40.</p> <p>Da 11e40 ma n'eus deuet den ebet da gerc'hat anezhe e vezont lakaet dindan atebegezh an den karget eus ar predva.</p> <p>D'an adkrog skol (1e30) .</p> <p>Fiziet e vez ar re hanter-vevet en o mestr en-dro. An diavaezidi o tont d'ar skol etre 1h20 ha 1h30 a vez fiziet er mestr karget eus an eveshaerezh ha lakaet dindan e atebegezh.</p>
<p>A la sortie (16h30) Les enfants inscrits à la garderie sont confiés à la personne responsable.</p>	<p>E fin ar skol (4e30) Fiziet e vez ar vugale enskrivet en diwallerezh en den e karg. Ar re all a vez dindan atebegezh ar mestr karget eus an</p>

Les autres sont sous la responsabilité du maître chargé de la surveillance jusqu'à 16h40.

A 16h 40, ceux que personne n'est venu chercher sont conduits à la garderie et placés sous la responsabilité de la personne en charge.

5.5 INTERVENANTS EXTERIEURS

L'instituteur peut-être déchargé de certains temps de surveillance d'animation confiés à des intervenants extérieurs, sous réserves :

- qu'il sache constamment où sont ses élèves,

- qu'il conserve la responsabilité de l'organisation pédagogique des activités,

que ces intervenants aient été habilités ou autorisés par le directeur après avis du Conseil des Maîtres et que soient précisés leurs noms, l'objet, la date, la durée et le lieu de l'intervention, qu'il s'agisse de parents d'élèves, de personnel spécialisé, ou toute autre personne, bénévole ou non.

Ces personnes seront alors couvertes par l'assurance en responsabilité civile de Diwan.

eveshaerezh betek 4e40.

Da 4e40 e vez kaset d'an diwallerezh ar re n'eus deuet den ebet da gerc'hat anezhe ha lakaet e vezont dindan atebegezh an den e-karg.

5.5 KELENNERIEN DIAVAEZ

Tu zo d'ar skolaer bout diskarget eus prantadoù eveshaerezh pe kasouriezh fiziet e kelennerien diavaez, war an an diviz .

- ma ouio dalc'hmat pelec'h e vo e skolidi,

- ma viro atebegezh aozerezh kelenn an obererezhioù,

ma vefe bet kavet gouest pe aotreet gant ar rener da heul ali Kuzul ar Vistri ha ma vez spisaet o anvioù ha doareoù o c'hefridi (pal, deiziad, padelezh ha lec'h) pa vefent tud bugale ar skol, implijidi arbennik, pe forzh peseurt den all, a-youl-vat pe get.

A-benn neuze e vo gwarezet an dud-se gant asurañs atebegezh lezennel Diwan.

VI. Relation entre les familles et les enseignants

6.1 Les familles sont informées du comportement et du travail scolaire de leur enfant, d'une part, par leurs cahiers et, d'autres part pour les enfants du primaire, par un bulletin individuel rédigé par le maître, au minimum une fois par trimestre.

Les familles sont reçues par le maître ou le directeur lorsqu'elles le demandent.

Le maître ou le directeur peut d'inviter aux parents de venir le voir s'il le juge utile.

6.2 REUNIONS

Le maître convoque les familles de sa classe une fois par tri-. mestre au moins, en réunions ou individuellement.

Seul le directeur ou le président de l'AEP peut informer ou convoquer l'ensemble des familles de l'école.

6.3 AFFAIRES PERSONNELLES DES ENFANTS

Les familles sont invitées à inscrire le nom de l'enfant sur ses affaires et vêtements, à ne pas lui confier d'argent, ni d'objet de valeur.

Ni l'école, ni l'AEP ne saurait être tenue responsable en cas de perte.

Si un objet est perdu par un enfant, sa famille doit en

VI An darempredoù etre ar familhoù hag ar gelennerien

6.1 Kelaouet e vez ar familhoù diwar-benn emzalc'h ha labour o bugel, dre o c'haieroù diouzh un tu, ha diouzh an tu all dre ur c'harned hiniennel leuniet gant ar mestr ur wech bep tri miz d'an nebeutañ.

Degemeret e vez ar familhoù gant ar skolaer pe ar rener p'en goulennont.

Gallout a ra ar mestr pe ar rener goulenn gant ar familhoù dont d'e gaout ma kav dezhañ ez eus ezhomm.

6.2 EMVODOÙ

Pediñ a ra ar mestr familhoù e glas ur wezh bep trimiz da nebeutañ, en emvodoù pe hini ha hini.

N'eus nemet ar rener pe kadoriad ar KDP a c'hell kelaouiñ pe bodañ holl familhoù ar skol.

6.3 TRAOÙ PERSONEL AR VUGALE

Erbedet e vez da dud ar bugel skrivañ e anv war e draoù hag e zilhad ha chom hep fiziañennañ sammadoù bras a arc'hant na traoù prizius.

Ne c'hell nag ar skol, nag ar KDP bout lakaet kiriek ma c'hoarvezfe koll.

Pa vez kollet un dra bennak gant ur bugel e tle e dud en

<p>informer le directeur.</p> <p>Les objets trouvés doivent être remis au directeur, qui recevra les demandes de restitution des propriétaires.</p> <p><u>6.4 LAICITE</u></p> <p>Il ne sera diffusé à l'école aucune information de nature politique ou religieuse.</p> <p>Les informations publiées ne porteront que sur la vie de l'école, l'activité du Comité de Soutien, la vie de Diwan, l'enseignement du breton, cela sous la responsabilité du Conseil de Maîtres et du bureau de l'AEP.</p>	<p>kemmen d'ar rener.</p> <p>An traoù kavet a rank bout degaset d'ar rener a zegemero goulennoù daskor ar perc'henned.</p> <p><u>6.4 LAIKELEZH</u></p> <p>Ne vo ket skignet keleier politikel na relijiel er skol.</p> <p>Ne denno ar c'heleier embannet nemet da vuhez ar skol, da obererezh ar C'huzul Skoazell, da vuhez Diwan, da gelennadurezh ar brezhoneg, kement-mañ dindan atebegzh Kuzul ar Vistri ha burev ar KDP.</p>
---	---

<p><u>6.5 DIVERS.</u></p> <p>Les parents n'accèdent aux salles de classe que s'ils y sont invités par le maître concerné ou le directeur, que ce soit durant ou en-dehors des heures de classe.</p> <p>Le fait de pénétrer dans l'enceinte de l'établissement scolaire, sans y être habilité en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, tombe sous le coup des dispositions du code pénal relatives à l'intrusion des personnes non autorisés.</p> <p>Les parents ne peuvent appeler l'école qu'exceptionnellement.</p>	<p><u>6.5 DIVIZOÙ A BEP SEURT</u></p> <p>N'eus gwir d'ar gerent dont en ur sal glas nemet pa vezont pedet gant ar mestr pe gant ar rener, da goulz pe en diavaez d'an eurioù skol e ve.</p> <p>Dont-tre e diabarzh ar skol anez aotre diouzh an divizoù lezennel pe reizhennel pe anez aotre ar pennadurezhioù, a c'houlenn kastiz diouzh divizoù an dezveg kastizel e-kenver diavaezidi diaotre.</p> <p>Goulennet e vez gant ar gerent pellgomz an nebeutañ ar gwellañ d'ar skol.</p>
--	--

<p><i>Partie à remettre signée</i></p> <p>Je soussigné, déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur.</p> <p>Je soussignée, déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur.</p> <p>Le.....20.... A Signature</p>	<p><i>Lodenn da zegas sinet</i></p> <p>Me,hag a sin aman dindan, a zisklêr bout lennet hag asantet ar Reolennoeueg Diabarzh.</p> <p>Me,hag a sin aman dindan, a zisklêr bout lennet hag asantet ar Reolennoeueg Diabarzh. Sinadur</p> <p>D'.....20.... E Sinadur</p>
--	--

(pour un couple signatures des deux personnes)

(evit ur c'houblad sinadurioù an daou zen)

KARTA DIWAN

1. Digor eo ar gevredigezh Diwan d'an holl familhoù a fell dezho reiñ un deskadurezh e brezhoneg d'o bugale, hep diforc'h sokiomicherel, prederouriezhel pe politikel. Digoust ha digor d'an holl eo ar skolioù.

2. Bez'ez eus eus Diwan abalamour da vankoù an Deskadurezh Stad na ro ket e blas d'ar brezhoneg; goulenn a ra groñs Diwan ma vo kemeret e karg he skolioù en ur servij deskadurezh publik demokratel ha renevezet e Breizh, a aotreo implij ar brezhoneg evel yezh kevredigezhel eus ar skolioù-mamm betek ar skolioù-meur en holl domanioù ar c'heleñn.

3. Distag eo Diwan diouzh pep aozadur prederouriezhel, politikel, sindikadel, h.a. Rak-se ec'h embann Diwan e c'houleñn groñs he stourm ma vo doujet da gredennoù relijiel, prederouriezhel pe politikel he holl izili forzh pere a vefent gant ma ne vint ket kontrol da Zisklêriadur Hollvedel Gwirioù Mab-den. An habaskter hollret-mañ a gas Diwan da zifenn ha da vroudañ al laikelezh en he c'heleñnadurezh ha dont da c'hred da frankiz soñjal pep hini.

4. Diwan a laka e plas ur c'heleñn demokratel o kenlabourat a-zevri gant ar gerent, ar strollegezhioù lec'hel hag ar gelennerien. Goulenn a ra Diwan digant tud ar vugale krouiñ e-touez an tiegezh un aergelc'h emsav a-benn reiñ d'ar brezhoneg e blas en o buhez pemdez.

5. Gouestlañ a ra Diwan broudañ implij ar brezhoneg d'an holl liveoù e diabarzh ar gevredigezh; Eus un tu all e kas Diwan war-raok un diorroadur sevenadurel e brezhoneg a ro da bep bugel ar muiañ a gartennoù-trec'h evit sevel e-unan e zazont had a ro an tu da vugale Breizh da gemer e karg o endro naturel, sokial hag armerzhel.

6. Disklêriañ a ra Diwan bezañ a-enep pep unneuziadur yezhel,

CHARTRE DE DIWAN

1. L'association Diwan est ouverte à toutes les familles désirant assurer une éducation de leurs enfants en langue bretonne, sans distinction socio-professionnelle, philosophique ou politique. Les écoles sont gratuites et ouvertes à tous.

2. Diwan existe du fait des carences d'une Education Nationale ne donnant pas sa place à la langue bretonne, mais réclame la prise en charge de ses écoles dans un service public d'enseignement démocratique et rénové en Bretagne, permettant l'utilisation du breton comme langue véhiculaire de la maternelle à l'université dans tous les domaines de l'enseignement.

3. Diwan est indépendant par rapport à toute formation philosophique, confessionnelle, politique, syndicale, etc. En conséquence, Diwan affirme que son combat exige que soient respectées les convictions religieuses, philosophiques ou politiques de tous ses membres, quel que soit l'éventail de celles-ci et tant qu'elles ne sont pas contraires à la Déclaration Universelle des Droits de l'homme. Cette indispensable tolérance conduit Diwan à défendre la laïcité dans son enseignement et à se porter garant de la liberté de pensée de chaque personne.

4. Diwan instaure un enseignement démocratique avec la collaboration effective des parents, des collectivités locales et des enseignants. Diwan demande aux parents de créer au sein de la famille, un climat propice à l'expression en langue bretonne dans la vie quotidienne.

5. Diwan s'engage à promouvoir l'usage du breton au sein de l'association à tous les niveaux; par ailleurs, Diwan promet un développement culturel en langue bretonne donnant à chaque enfant le maximum d'atouts pour forger lui-même son avenir et permettant aux enfants de Bretagne de prendre en charge leur

bezañ stag ouzh ar stummoù disheñvel a eztaoladoù sevenadurel, hag embann a ra n'eus nemet o c'henklokauster a zegas unaniezh ha kenbinvidigezh stroll. Ar brezhoneg kelennet e skolioù-mamm Diwan zo an hini implijet en o endro douaroniezhel ha denel.

7. A-du gant gwirioù dilammadus ar pobloù d'en em ezteurel dre o sevenadur dezho o-unan e c'halv Diwan kement hinienn zo tomm ouzh an demokratelezh, an aozadurioù sevenadurel breizhek, an aozadurioù sindikadel, re ar gelennerien peurgetket, da stourm a-gevret ganti evit muioc'h a justis hag a-enep pep furm a vac'homerezh sevenadurel.

8. Diskleriañ a ra Diwan bezañ kengred gant an holl bobloù a stourm evit o fersonded sevenadurel, lakaet e-barzh al labourerieren enbroet, hag e embann e talvez o liesseurtegezh da binvidikaat glad mab-den.

environnement naturel, social et économique.

6. Diwan déclare son hostilité à toute uniformisation linguistique et est attachée aux diverses formes d'expression culturelle, affirmant que seul leur complémentarité est source d'unité, d'enrichissement mutuel et collectif. Le breton enseigné dans les écoles maternelles Diwan est celui utilisé dans leur environnement géographique et humain.

7. Conformément aux droits inaliénables des peuples à s'exprimer par leur propre culture, Diwan appelle toutes les personnes éprises de démocratie, les organisations culturelles bretonnes, les organisations syndicales notamment d'enseignants, à lutter avec elle pour plus de justice et contre toutes les formes de domination culturelle.

8. Diwan se déclare solidaire de tous les peuples qui luttent pour leur identité culturelle, en y insérant les travailleurs immigrés, affirmant que leur diversité concourt à enrichir le patrimoine humain.